



Yer bique os our bennu my
De q' a givouen de efonnay
Hag en eut conntant a leon
T

GUERZ

TRI VUGUEL DEVENT GANT AN TAN GOALL
An 20 a viz even 1885

Ton : ar Guer a Is

Me hon supli assistanted
Da yez a attentif d'abgleved.
Eur recit demeus eur malheur,
Eruet he canton Lanmeur.

Er bloaz pemp a pêvar uguent
Evit rei d'an oll da entent.
An uguent d'ezuz a viz gouël yan,
E kichen Bourk Plegat-Guerrand.

Ar pried oa eat mintin mad,
 Da dy e vignoun da c'hoënnad.
 Hag en zur countant a laouen,
 Teir heur goude oa en anken.

Ar vreg goude e dijuni,
 Oa eat da bont ar Vimhi.
 Kanna re prim tre ma c'halle,
 'Vit dont da gaout e bugale.

An eol ho para ar goabren bur,
 Spontet oa an dud a dra zur.
 Gant ar c'hleiér ò son an tann,
 Mont a red-oll bras a bian.

Var ar plaq pa oant erruet,
 An tann dan doën oa flampet.
 Ebhers he creis ar flammoull tann,
 E oa triog uguellie bian.

Eur botrezic oa ho vessa,
 Hounnez a velas da guenta.
 Med alc'houezet e oa an or.
 Hag ar prenestr a oa digor.

Ar prenestro oa bet digored,
Rag ar paotr er mez eo oa bet.
Kerkent oa var he c'his en ty,
Commanças an tann da flammi.

An tad paour eyel ma clèvas,
Vel eur Luc'heden a redas.
A dreuz an tann en eur grial,
Va bugale zo en tann goall.

An dud eno a lavare,
Gant ho mam eat ar vugale.
Med eun bennag en oa guelet,
Ar paotr er pors en he roched

Ar vam ive en em gavas
Kichen an ty eno semplas,
Pa deue enhi he-unan,
Felv'e desi lammet en tann.

Adreus ar flammon e'velet,
An daou vuguel avriated,
O crial hag o teplori,
Gant an tann ho c'horf o leski.

Tri dy tōtic a oa devet,
Neuz prezervet med a lonnet,
Pere a oa bārs al liors,
Hag en dro dan ti ar gri forz.

Couls ar plac'het vel ar goazet,
Ar bras ane a oa semples,
Da guément hini oa éno,
Pebez dervez meurbet e'houerò.

Seiz heur anter e oa sonnet,
Da navheur tout oa consonmet.
Ann oll dud d'euz ann diou barrez,
Aboé zo en dristidiguez

Evel e oa an tann mouquet,
Ar vugale a oa clasket,
Deus founz ar prez e oa jennet,
Unan naontee mis étouffet,

En hé (Spec) ennez oa chomet,
Med an daou all oa dispennet,
Unan ane oa pevar blosas
Hag ar c'hossa cazi c'huec'h yloas.

Seiz uguent den a oa end,
En ho daoulagat an daëlo,
No de oa allet mui sicour,
Rag re bel oute oa an dour.

Var ar plaç ze neb a vije
Cri ar galon neb a welje
Guelet tri innocent bian,
Merzeriet e creis an tann.

An daou bried deus ho guelet
O c'halon zo cazi rannet,
Lion ar maro en ho c'herc'henn,
Gant ar glac'h ar hag an anken.

An tri gorf paour oa separet,
Peb hini ane en he arched,
E ty hosamezeg fostaed doivres
Eno oa ed d'ho sëbellia.

Adaleg e oant archedet
Leis an ty vije daoulinet,
Noz à de air pedennouker,
Vit éreskil joas an tri verzer.

Dar zul vintin e voâ sonnet,
Ar glazou vit rei da glevet,
Vije da eiz heur interret ob zo
An tri vuguel a oa devet.

Er barrez ne oa ket eun ty,
A guement a ie daou pe dri,
An aotrou Person a reaz,
Ar sao Korf ive var ar plac.

Ar oll veleienn a vouele,
Par antonnet al Laudate,
An assistanted memez tra,
Bras a bian oant ho vouela.

En Ilis oa canet gante,
Servich hag offic an Elezod
An Ilis ha oa ker couchet,
Kement all a oa er verret

Hent Pouméno ha zo lédan,
Mez er zul ze oa re vian
Parrisionnis deuz a Blegad
Deuz miz even o p'ho sonj mad.

O tad à mam zo desolet,
O Kalon a zo gouliet,
D'ho consoli noz a mintin,
Heuillit Jésus bârs er Jardin.

En daouarn sacr hör Mestr Divin,
Guelet ar e'halic er Jardin,
E ben sacr stouet dan douar,
E Galon ranned gant glae'har.

It bemdez mam baour d'ar c'halvar,
Eno he veuzvet ho klac'har,
Sellit, sellit ous lein ar groas,
Jesus staguet gant tachou bras,

En dervez-ze var ar vein yen,
Eno mam an oll gristenien,
Deuz Jesus e ruille ar goad,
De vam guer pebez kalonnad.

Grit bemdez adaleg fennoz,
It a speret da barados,
C'hui gavo consolation,
E kalon Jésus graç a pardon

C'hiu tad a main zo glac'h anet, O
Selaouit mouez an doctored, LO
Ar bed emie zo eun draouienti,
Leun ha, c'hlac'h ar hag ar anken.

Dho pugale a zo roet, n'ouest ad
Gant Jesus eur brank Olivet, n'
Emaint brema gant an Elez, n'
Epad ann oll Eternité, n'

Louis SIDANNER.
*Foto per Achenbach su piace per
Selbst, scritto sulle sue carte
(Propriété réservée.)*



Qui permis ays lez lez
Il a aperte la pateras
I' p' lez lez lez lez lez